

29

Evit r̄ei en ên recompanç
 Da guement en deus e zoujanç.
 Ja , ennes a zo eur repos
 Pini a hanver Barados ;
 Graç demp d'er c'havet deiz ha nôz.

-Ar pez-mâ a voe composet
 En mis Mae , da Sul an Drindet ;
 D'an nep he c'hano mil yec'het ,
 Hac an nep a zo o selaou ,
 Mar soupçonont e zeo eur gaou ,
 Consultont unan ane o daou.

-Ar c'homposer a brou dre le
 N'eus enhi nemet güirione :
 Prenit-hi , oll , en han' Doue ,
 Hac e recourfot ar c'haner ,
 E tivertisfot hoc'h amzer ,
 Evit profit an imprimer.

CHANSON NEVE,

Composest gant ar C'hloarec , evit disqueuz ar vantr-calon en eus santet eus a zemezi e Vestrez.

Var ton : *Malgré toute la tendresse.*

PEBES qêlou , ô va Doue ,
 A meus hirio recevet !
 Va Mestrezic , va c'harante ,
 A glêvân zo demezet ;

30

-Va Mestrezic , va c'harante ,
 -An ini a garrien muia ,
 Ha pa sònjàn en qementse ,
 -Va c'halon a venn ranna.

Oll blijadurou an natur
 A zo êchu evidon :
 Echu e zê ar blijadur
 -A danvee va c'halon ;
 Echu è ar gontantamant
 Am boa ebars ar bed-mân :
 -Foëi d'an aour ha foëi d'an arc'hant ,
 En nep guis n'o deziràn.

Me a garfe caout eur matier ,
 A guement a ve capabl
 -Da renta va c'halon ceder ,
 Da zec'hi va daoulagad ,
 Da rejouissa va c'halon ,
 Da gontanti va speret ,
 D'am lezel en affliction
 Ha da rî din ar yec'het.

Mès qementse zo incredabl ,
 Ha ne éruo biqen ;
 Me zo ar muia miserabl
 Eus an oll grouadurien ,
 A meus collet en eun instant
 Ar frouez eus a bemp blavez ,
 En eur goll va c'hontantamant ,
 Va flijadur , va Mestrez .

Adieu eta , pares Plestin !
 Adieu , tud a gonsecanç ,
 Me a meus cavet va chagrin
 E mesq ho rejouissanç ;
 Me'meus ho c'heuillet gant doucder ,
 Me ho quitta gant glac'har ,

31

Hanval demeus eun durzunel

A ve privet eus he far.

C'houi oc'h eus grêt va flijadur,
 Va joa, va c'hontantamant,
 -C'houi a ra va displijadur,
 Va anqen, va nec'hamant ;
 Emesq ar ros a ambrassen
 Ha va oll delection,
 Me a meus cavet eun drezen
 Hac a biq calz va c'halon.

Mes bremàn me gred en güirion,
 Rêson an dud habilla,
 Penos e c'heller caout poëson
 Emesq ar suc an douça ;
 Ha dindan ar fleuriou caëra
 Alies e ve coachet
 Aspicou ar re gruella,
 Aëret-guiber, serpentet.

Rac-se-eta, me ho suppli,
 Ia, dre ma ho caran,
 Ne deut james da reposi
 -Elec'h ma vefet bravân ;
 -Rac mac'h éru e nep goal-eur
 -Da ober dêc'h diblassa,
 E vezò tristoc'h ho maleur
 -Ha diessoc'h da uza.

-Evit test eus a guementse,
 Va breudeur, va c'hoarezet,
 C'houi pere am anaveye,
 Noc'h eus 'met dont d'am güelet,
 Ha pa velfot ar chenchamant
 Pini a zo deut ennòn,
 C'houi a brouvo certenamant,
 E zê touchet va c'halon.

52

-Diaroc me a voa henvel
 Eus eur rosen florissant ;
 -Va c'halonic bepret ceder ,
 Carguet a gontantamant :
 Ar joa peintet var va diou chod ,
 -Va daoulagad quer laouen ,
 Ma sònjen , dre ma voan diod ,
 N'am bije glac'har biqen.

-Hoguen , ma em güelfec'h bremàn
 Ebars em daelou beuzet ,
 C'houi lavarfe : ne qet emàn
 Hor boamp-ni anavezet :
 Ennes a voa gyê a galon ,
 Emàn a zo contristet ;
 Ennes a voa eun den mignon ,
 Hac emàn sur n'en deo qet.

-Allas ! eo sur , va mignonet ,
 -Me zo ar memes ini ,
 Mes biscoas ne gavis sujet
 Voe capabl d'am glac'hari ;
 Bremàn me'meus cavet unan
 -Hac a c'hlac'har va c'halon ,
 Ha p'o po clèvet aneàn ,
 Ec'h estonfot gant rôson.

Pa voan-me ebars em jardin
 O contempli va fleuriou ,
 Va c'halon , exant à chagrin ,
 Va zaoulagad a zaelou ,
 Ha me clèvet eun alc'hoeder
 A us va fenn o cana :
Ad studium te confer (1)
Nam nupta est amica.

(1) Da lavaret co, en em ro d'ar studi, da vestrez zo demezet.

53

Ha me o vonet d'am godel ,
 O tenna va fistolen ,
 Hac o tiscar an alc'hoeder
 D'an traòn demeus ar vezén .
 Ra' gollo 'velse o bue
 Qement en devo'r galon
 Da zonet da annonç dìn-me
 Ar seurt desolation .

Mes p'e glèvit-hu qement-màu
 A c'hinou eur messajer ,
 Otramant , clèvit aneàn
 Eus a veg eun alc'hoeder ,
 Oblijet òn bet d'e glèvet
 Ebars em brassa glac'har ,
 Ha cetu aze ar sujet
 Ma terizàn an douar .

N'eus mui a gonsolation
 Evidòn 'bars er bed-mà ,
 N'eus nemet desolation ,
 Tourmantchou ar re vrassa
 Reservet evidòn hépken ,
 Goude bea re garet ;
 Mes me vo furroc'h da viqen ,
 Ha ne garin den ebet .

P'am eus fraillet ar chadennou
 Gant pere 'voan amaret ,
 Pa 'meus bruzunet al lassou
 Gant pere 'voan liamet ;
 Pa è demezet va mestrez ,
 Me a guemero an habit ,
 Ha ma na vezàn recolez ,
 Certen me a vo hermit .

Mes gouscoude , p'en em sònjàn ,
 Ha pa rân reflexion ,

34

Eur recolez a ranq goëla
 Ha derc'hel trist e galon ;
 Eun hermit beva retiret
 Hac hep nep plijadurez ;
 Qementse oll zo re galet :
 Ret è din c'hoas eur vestrez.

Mes pelec'h caout eur güir vestrez ?
 Ar bed-màn a zo malin ;
 N'am eus qet ezom danserez ,
 Nac unan a garo'r güin ;
 Diaroc me voa difficil ;
 Mes brêmàn pa òn tromplet ,
 Me a vezo muioc'h subtil
 Pa gonversin gant merc'het.

Mes anaout 'ràn eur femelen
 Zo dign a attantion ;
 Onnes a vo da virviqen
 Rouanez eus va c'halon :
 En onnes e-màn va fianç ;
 Onnes è va c'harante ,
 Enhi e-màn va esperanç ;
 Hi è souten va bue.

Evelse eun den glac'haret ,
 Evit en em gonsoli ,
 A dle alies lavaret
 Da basseal e anui :
 Mar-dè serret-dìn an nôr-ze ,
 Unan all a zigoro ;
 Me a vo bepret er zònj-se
 Hac a vo bete'r maro.

Ma tezirfac'h , va mignonet ,
 Gout hano ar c'homposer :
 Guinidic è a Locqirec ,
 Mab ena d'eur güiader ,

35

A zo' n'em laqet er studi
 Bars er guær a Vontroulez ;
 Hac a zo brêmân dizourci ,
 P'ê demezet e vestrez.

Evit soulaji ar c'haner ,
 M'ho suppli , asistantet ,
 Da rîi dezân peb a ziner
 -Evit eva d'ho yec'het ,
 Otramant prenit ar chanson ,
 Pini he deus ar pouvoar
 Da rejouissa ar galon
 A greiz, ma ve en glac'har.

